

# **Al laouenan.**

( Son dansal)

Disul, e vale me oa bed,  
Eul laouenan e meus tapet

O Lourourenic

Mouroudouroudeic

Ta la landa

La.

*diskant.*

Pa voa tapet, tapet e voa,  
Voa laqet er c'hraou da larda

Pa voa lardet, lardet a voa  
Klasqet ar c'higer de laza

Ar c'higer ag e pem mevel  
Voa e laza al Laouenanic.

Pa voa lazet, lazet e voa  
Displüet abars finissa

Bed zo pevar gar ouarnet  
evid kas e plün da Naonet.

A c'hoas e voa chomet er ger  
da ornie pevar goele skler.

A hane an distro d'ar ger  
e moa goelet eur c'hoari gaer !

Goelet ar c'helien e torna  
Ag ar fibu e dipluska

Ar c'has e c'hober tro al leur  
Trivac'h logoden deus e heul.

Trivac'h logoden ag eur ras,  
A c'hoas e kriend var le(r)c'h ar c'has.

Neket estimet tieges  
Ma neus ini pe ter bioc'h les.

[ lire : eni peder ]

A ma na deus eur mevel mad  
 evid kas ar plac'h d'an ebad.

E c'has ag e c'herc'het d'ar ger  
 Gant aont me chonche en affer.

Eur vesen ilio zo en pen va zi  
 Ag a loj al louarn dindani.

A vichou daou, a vichou tri,  
 A vichou al na ve hini.

A vichou daou, a vichou tri,  
 Rag se divoelit o ienezi.

Special ar re penou rouz  
 Rag al louarn a zo lipous.

Special ar re penou du  
 Rag al louarn a voar an tu.

Special ar re penou gris  
 Rag al louarn a voar o c'his.

Special an enezi penou guen  
 Rag al louarn zo en o c'hichen.

Lost ar bik voar an drizen  
 Echuet e va va c'hanaouen.

[ *Peng. traduit :*  
*sur la haie* ]

Louisa an Herviou, Kemenerez.  
 Taole 27 du 1850.

*Au haut de la p. 189 recto : al Laouenan le Roitelet  
 Son dansal chanson à danser.*

*Une traduction française de ce texte par Penguern se trouve aux F. 190-191 rectos, et la fin sur un f. non chiffré qui suit le f. 191.*